

Anv bihan : .....

Deiziad : .....

9
x 1

# AI LIESKEMENTIÑ

Evit kregiñ ganti

- Pet kombod zo ? (kloka evel ar skouer)

1	2	3	4	5
2				
3				
4				

$$5 + 5 + 5 + 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4$$

$$\begin{aligned} 4 \times 5 &= 5 \times 4 \\ &= 20 \end{aligned}$$

2./

1	2	3
2		
3		
4		
5		
6		
7		

$$\dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots = \dots + \dots + \dots$$

$$\begin{aligned} \dots \times \dots &= \dots \times \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

4./

...	...	...	...	...
...				
...				
...				
...				

$$\dots + \dots + \dots + \dots + \dots = \dots + \dots + \dots + \dots$$

$$\begin{aligned} \dots \times \dots &= \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

- Kloka evel ar skouer :

$$\begin{aligned} 3 + 3 + 3 + 3 &= \\ 4 \times 3 &= 3 \times 4 = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 &= \\ \dots \times \dots &= \dots \times \dots = \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 + 4 + 4 + 4 &= \\ \dots \times \dots &= \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 + 3 + 3 + 3 + 3 &= \\ \dots \times \dots &= \dots \times \dots = \dots \end{aligned}$$

1./

1	2	3	4	5	6	7
2						
3						

$$\dots + \dots + \dots = \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

$$\begin{aligned} \dots \times \dots &= \dots \times \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

3./

...	...	...	...	...	...	...
...						
...						
...						

$$\dots + \dots + \dots + \dots = \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

$$\begin{aligned} \dots \times \dots &= \dots \times \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

5./

...	...	...	...	...	...	...
...						

$$\dots = \dots$$

$$\begin{aligned} \dots &= \dots \\ &= \dots \end{aligned}$$

$$5 + 5 + 5 =$$

$$\dots \times \dots = \dots \times \dots = \dots$$

$$6 + 6 + 6 + 6 =$$

$$\dots \times \dots = \dots \times \dots = \dots$$

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$\dots \times \dots = \dots \times \dots = \dots$$

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$\dots \times \dots = \dots$$